



KEMENNADENN GELAOUÏÑ
COMMUNIQUE DE PRESSE
d'an 15 a viz Meurzh / 15 mars 2021

Ar Redadeg a vo war hentoù Breizh **adalek an 21 betek an 29 a viz Mae** **2021**

La Redadeg aura bien lieu du 21 au 29 mai

Bez e vo eus ar Redadeg e miz Mae a-zeu. Azasaet diouzh ar redioù yec'hedel evel just, met redet e vo war hentoù Breizh en Nevez-Amzer !

Ar c'hlaoustreoù ekonomikel ha sevenadurel ken a-bouez evidomp o deus kendrec'het ac'hanomp, ne c'hellomp na daleañ ur wech ouzhpenn na nulañ da vat.

La Redadeg aura bien lieu au moi de mai prochain. Ce sera une édition particulière bien sûr, adaptée aux contraintes sanitaires du moment. Les enjeux économiques et culturels nous ont convaincu de la nécessité de maintenir la course, nous ne pouvons ni la différer de nouveau ni l'annuler.



2020 km a vo graet evel raktreset gant ur protokol diouzh ar reolennoù surentez hag ur vazh-test a vo lakaet war-wel er sammorell buheziñ a-raok ar rederien (ne vo ket treuzkaset dorn-ha-dorn evit ur wech) evit ma vo ambrouget ar berzhidi ganti a-hed an hentad. Pal ar jeu a zo degas ar gemennadenn a zo enni a-dreuz Breizh betek an degouezh e Gwengamp d'an 29 a viz Mae e-lec'h ma vo lennet ha filmet.

Emgav e Karaez d'an 21 a viz Mae hag e Gwengamp d'an 29 neuze !

Les 2020 km seront donc courrus, avec un protocole de sécurité adapté et un bâton témoin qui sera mis en visibilité dans le véhicule d'animation qui précède les coureurs (plutôt que transmis de mains en mains) pour qu'il accompagne les participants tout au long du parcours. L'objectif est d'amener le message qu'il contient à travers la Bretagne jusqu'à l'arrivée à Guingamp où il sera lu et filmé.

Rendez-vous à Carhaix le 21 mai et à Guingamp le 29 mai !

Darempred / Contact :
Cyril Lelong 06 13 30 19 49
cyril@ar-redadeg.bzh

www.ar-redadeg.bzh

